32 — C-1507

me zo ganet e-kreiz ar mor

Très beau chant traduit du Vannetais.
Le 1er couplet, sous les portées, est en Vannetais.



Me ' zo ganet e-kreiz ar mor
Teir leo er-mêz.
Eun tiig gwenn du-hont am eus.
Ar balan ' gresk e-tal an nor
Hag al lann c'holo an anvez.
Me ' zo ganet e-kreiz ar mor
E bro Arvor.

Ma zad a oa ' vel e dadou
Eur martolod.
Bevet en deus, kuz ha diglod.
Ar paour ne gan den e glodou.
Bemdez, bemnoz war ar mor blod,
Ma zad a oa ' vel e dadou,
Stlejour rouedou.

Ma mamm ivez a laboura
Ha gwenn he bleo.
Ganti ar c'hwez war hon talou,
Desket am eus bihanik-tra,
Medi ha tenna avalou.
Ma mamm ivez a laboura
D'hounid bara.

Yann-Ber Kalloc'h,
Sonerez gant Jef ar Penven.

Mots difficiles. — **An anvez :** les environs. — **Klod :** gloire. — **Diglod :** sans goire. — **Stlëjour :** traîneur. — **Rouedou :** filets. — **Laboura :** a labour.